

VA SPERED A ROIN DEOC'H

Komzou : Job an Irien

Muzik : Mikael Skouarneg

♩ ≈ 76

Ré Fa#m La 7 Si m La Ré Ré Fa#m La 7 Si m La Ré

Va spe - red a roin deoc'h 'Vid ma vo en ho touez

Ré Fa#m La 7 Si m La Ré Ré Fa#m La 7 Si m La Ré Fin

E - ie - nenn a zour beo Ha tan ar ga - ran - tez.

Ré La Si m La Ré

1. Mi - gnon - (n)ed ken - ta Je - zuz 'Vel breu - deur a ve - ve ; ____
 2. Mi - gnon - (n)ed ken - ta Je - zuz 'N em vo - de e - tre - zo ; ____
 3. Mi - gnon - (n)ed ken - ta Je - zuz A ran - ne o ma - dou ; ____
 4. Mi - gnon - (n)ed ken - ta Je - zuz A ve - ve el le - ve - nez ;

Ré La Si m La Ré

1. Mi - gnon - (n)ed ken - ta Je - zuz E - tre - zo 'n em gle - ve, ____
 2. Mi - gnon - (n)ed ken - ta Je - zuz 'N em vo - de 'n e An - (n)o ____
 3. Mi - gnon - (n)ed ken - ta Je - zuz N'oant ket stag ouz o zraou ____
 4. Mi - gnon - (n)ed ken - ta Je - zuz A ve - ve er ga - ran - tez,

Ré Fa#m Si m La D.C.

1. Hag an dud a la - va - re : "Soue - zuz eo an dra - ze".
 2. Hag an dud a c'hou - len - ne : "La - rit deom an dén - se".
 3. Hag an dud a la - va - re : "Pe - tra eo an dra - ze ?"
 4. Hag an dud en em zoñ - je : "Ne - vez eo an dra - ze".

Diskan :

**Va spered a roin deoc'h 'Vid ma vo en ho touez
Eienenn a zour beo Ha tan ar garantez.**

1. Mignoned kenta Jezuz 'Vel breudeur a veve ;
Mignoned kenta Jezuz Etrezo 'n em gleve,
Hag an dud a lavare : "Souezuz eo an dra-ze".
2. Mignoned kenta Jezuz 'N em vode etrezo ;
Mignoned kenta Jezuz 'N em vode 'n e Ano
Hag an dud a c'houlenne : "Larit deom an dén-se".
3. Mignoned kenta Jezuz A ranne o madou ;
Mignoned kenta Jezuz N'oant ket stag ouz o zraou
Hag an dud a lavare : "Petra eo an dra-ze ?"
4. Mignoned kenta Jezuz A veve el levenez ;
Mignoned kenta Jezuz A veve er garantez
Hag an dud en em zoñje : "Nevez eo an dra-ze".

JE VOUS DONNERAI MON ESPRIT

R: Je vous donnerai mon Esprit Pour qu'il soit parmi vous
Source d'eau vive Et feu de l'amour.

1. Les premiers amis de Jésus Vivaient comme des frères ;
Les premiers amis de Jésus S'entendaient entre eux,
Et les gens disaient : "C'est étonnant tout cela".
2. Les premiers amis de Jésus Se réunissaient entre eux ;
Les premiers amis de Jésus Se réunissaient en son Nom
Et les gens demandaient : "Dites-nous qui est cet homme-là".
3. Les premiers amis de Jésus Partageaient leurs biens ;
Les premiers amis de Jésus N'étaient pas attachés à leurs biens
Et les gens disaient : "Que veut dire tout cela ?"
4. Les premiers amis de Jésus Vivaient dans la joie ;
Les premiers amis de Jésus Vivaient dans l'amour
Et les gens pensaient : "C'est nouveau tout cela".

VA SPERED A ROIN DEOH

A Ré Fa#m La7 Sim La Ré B Ré Fa#m La7 Sim La Ré
 D Va spe- red a roin deoh Vid ma vo en ho touez
 C Ré Fa#m La7 Sim La Ré D Ré Fa#m La7 Sim La Ré
 Ei- e- nenn a zour beo Ha tan ar ga- ran- tez
 Ré La Sim La Ré
 1 Mi- gno- ned ken- ta Je- zuz 'Vel breu- deur a ve- ve
 Mi- gno- ned ken- ta Je- zuz E- tre- zo 'n em gle- ve
 Ré Fa#m Sim La
 Hag an dud a la- va- re: "soue- zuz eo an dra- ze."

Va Spered a roin deoh

D: Va Spered a roin deoh
 'Vid ma vo en ho touez
 Eun eienenn a zour beo
 Ha tan ar garantez.

- 1 Mignoned kenta Jezuz
'Vel breudeur a veve;
Mignoned kenta Jezuz
Etrezo 'n em gleve,
Hag an dud a lavare:
"souezuz eo an dra-ze".
- 2 Mignoned kenta Jezuz
'N em vode etrezo,
Mignoned kenta Jezuz
'N em vode 'n e ano,
Hag an dud a houlenne:
"Larit deom an den-se".
- 3 Mignoned kenta Jezuz
A ranne o madou,
Mignoned kenta Jezuz
N'oant ket stag ouz o zraou,
Hag an dud 'n em lavare:
"Petra eo an dra-ze?"
- 4 Mignoned kenta Jezuz
A veve el levenez,
Mignoned kenta Jezuz
A veve er garantez,
Hag an dud en em zoñje:
"Nevez eo an dra-ze".

Je vous donnerai mon Esprit.

R: Je vous donnerai mon Esprit pour qu'il soit parmi vous
 Source d'eau vive et feu de l'amour.

- 1 Les premiers amis de Jésus vivaient comme des frères;
Les premiers amis de Jésus s'entendaient entre eux,
Et les gens disaient: "C'est étonnant tout cela"
- 2 Les premiers amis de Jésus se réunissaient entre eux,
Les premiers amis de Jésus se réunissaient en son nom,
Et les gens demandaient: "Dites-nous cet homme-là!"
- 3 Les premiers amis de Jésus partageaient leurs biens,
Les premiers amis de Jésus n'étaient pas attachés à leurs biens,
et les gens se disaient: "Que veut dire tout cela?"
- 4 Les premiers amis de Jésus vivaient dans la joie,
Les premiers amis de Jésus vivaient dans l'amour,
Et les gens pensaient: "C'est nouveau tout cela".

Texte : Job an IRIEN

Mus : Michel SCOUARNEC

Pour chanter le Refrain :

Groupe 1 : A B C D

Groupe 2 : A A B C

Groupe 3 : A B A B